

AR BONOMIG

- De-bonjour d'eoc'h Janedig,
De-bonjour a laran, breman,
De-bonjour a laran...
Pelec'h 'man ar Bonomig,
Pa n'eman o tomman, breman,
Pelec'h 'man ar Bonomig,
Pa n'eman o tomman ?
- Eman du-ze el liors,
Oc'h evesaat an ed, me gred,
Oc'h evesaat an ed...
It d'e gaout di, Kloaregig,
Ha n'ho refuzo ket,
Ne rai ket,
It d'e gaout di, Kloaregig,
Ha n'ho refuzo ket...
- De-bonjour d'eoc'h, Bonomig.
De-bonjour a laran, breman,
De-bonjour a laran.
Konje ho merc'h Jannedig,
Ouzoc'h a c'houlennan, breman ;
Konje ho merc'h Jannedig,
Ouzoc'h e c'houlennan...
- Evid sur va merc'h Janned
Ni zimezo ket c'hoaz, evit c'hoaz,
Ne zimezo ket c'hoaz...
Chomm a rai daou pe dri bloaz
Da roull an ebad c'hoaz, evit c'hoaz,
Chomm a rai daou pe dri bloaz,
Da roull an ebad c'hoaz.
- Keuz ho pezo, Bonomig,
Beza va refuzet, hag abred,
Beza va refuzet ;
C'houi 'zeui d'hi c'hinnik d'in-me,
Mes n'he c'hemerin ket, ne rin ket...
C'houi zeui d'hi c'hinnik d'in-me,
Mes n'he c'hemerin ket...
- Dalit ho sac'h, Kloaregig,
Lakit-han war ho skoaz, o ya da,
Lakit-han war ho skoaz !
Koulz eo d'eoc'h e kaout breman,
Evel e gaout da vloa, o ya da,
Kouls eo d'eoc'h e gaout breman,
Evel e gaout da vloa !...

Neuze ya ar c'hloaregig
Da gavet Janneton, oho ho !
Da gavet Janneton...
- Eur pok d'eoc'h-c'houi, va dousig,
Ouzoc'h a c'houlennan, breman,
Eur pok d'eoc'h-c'houi, va dousig,
Ouzoc'h e c'houlennan...
- ELEC'h eur pok, Kloaregig,
C'houi pezo daou ha tri, o ya c'houi
C'houi pezo daou ha tri,
Ha malloz d'ar gwall deodou
'Zo kaoz d'ho disparti, o ya ni,
Ha malloz d'ar gwall deodou
'Zo kaos d'hon disparti !...
- A-benn eun nebeut goude
Janned zo chomet klanv, o ya klanv !
Mar kommans ar Bonomig
Dont d'en em chagrinan, han han han !
Mar kommans ar Bonomig
Dont d'en em chagrinan...

Ha sethu ar Bonomig
O vont da foueta bro, oho ho !
O vont da foueta bro,
Evit klask ar c'hloaregig,
Da gemer Janneton, ho ho ho !...
Evit klask ar c'hloaregig
Da gemer Janneton.
- De-bonjour d'eoc'h, Kloaregig,
De-bonjour a laran, breman,
De bonjour a laran.
Abaoue 'z oc'h bet du-man,
Janned 'zo chomet klanv, o ya klanv
Abaoue 'z oc'h bet du-man
Janned 'zo chomet klanv !
- Laret 'moa d'eoc'h, Bonomig,
Ho pije va c'hasket, hag abred,
Ho pije va c'hasket,
'Teujec'h d'hi c'hinnik d'in-me,
Mes n'he c'hemerin ket, ne rin ket...
'Teujec'h d'hi c'hinnik d'in-me,
Mes n'he c'hemerin ket...
- Dalit ho sac'h, Bonomig,
Lakit-han war ho skoaz, ho ya-da,
Lakit-han war ho skoaz...
Kouls eo d'eoc'h e gaout breman.
Evel e gaout da vloa, o ya-da,
Kouls eo d'eoc'h e gaout breman,
Evel e gaout da vloa...